



Gerioù ar vuhez

GERIOÙ AR VARZHONIEZH

Gerioù ar varzhoniezh : les mots de la poésie

« Stourm a ran war bep tachenn »,
je lutte sur tous les terrains
Titre d'un recueil de cent poèmes en langue bretonne écrit par Anjela Duval à la fin de sa vie

Ur barzh, un poète

Ur varzhez, une poétesse

Ar varzhed, les poètes


Barzhoniezh, poésie

Ar varzhoniezh, la poésie

« Ober 'ran gwerzennoù ? — Ya, ober 'ran gwerzennoù.
Met ne blij tamm ebet din bezañ anvet barzh !
Va micher zo bet a-viskoazh troc'hañ buzhug.
Ha komz 'ran d'am loened 'vel pa vefent tud...
Va micher am eus kavet atav plijus
Evel ma kav plijus ar pesk an dour. »

Je fais des vers ? Oui je fais des vers. Mais je n'aime pas du tout que l'on m'appelle poète. Mon métier a toujours été de couper des vers de terre (paysanne). Et je parle à mes animaux comme s'ils étaient des personnes. J'ai toujours aimé mon métier. Comme le poisson aime l'eau.

Extrait du poème Dismantroù Breizh



Barzhoneg, poème

Ur varzhoneg, un poème

Barzhonegoù,
des poèmes


Barzhaz, recueil de
poèmes

Barzaz Breizh,
titre d'un recueil de
chants collectés dans la
partie bretonnante de la
Bretagne au XIXe siècle,
traduits et annotés par
Théodore Hersart de La
Villemarqué (Kervarker)

Da vont pelloc'h...

Kit da furchal war
lec'hienn
Mignoned Anjela

<https://www.anjela.org>



Cofinancé par
UNION EUROPÉENNE
UNANIEZH EUROPA



L'Europe s'engage
en Bretagne / Avec le Fonds européens
de développement régional